

at Laouenan le Noitelet.  
Son Orignal Chantre à Pauter



189

al Laouenan  
( Son dansal )

Dissul, e vale me oa bid,  
Eul Laouenan e meus Tapet

O Lourourenic  
mouroumouroudeic  
Cala landa  
La.

Pa voa tapet, tapet e voa,  
Voa tapet er chraou da laroa.

Pa voa lardet, lardet a voa  
Klasget ar chiger de lara.

Ar chiger ag e pem mevel  
voa e lara al Laouenanic.

Pa voa laret, laret e voa  
Displuet abars Tinnia.



Le Roitelet.  
(chanson à danser).  
—

Dimanche, allant me promener,  
Je pris un Roitelet

O Lourourenie  
Mouroudouroudeie  
Ea la lande  
La.  
—

Puisqu'il était pris, il était pris,  
On le mit à engraisser dans la crèche.  
—

Quand il fut engraisé, il était gras,  
On fit venir le boucher pour le tuer.  
—

Le boucher et les cinq garçons  
virent pour tuer le Roitelet.  
—

Quand il fut tué, il fut tué,  
On le pluma pour en finir.  
—



190.  
 Bei zo pevar gar ouarnet  
 Evio kas e plün da naonet.

—  
 A choas e voa chomet er ger  
 Da ornie pevar goet skler.

—  
 A hane an distro d'ar ger,  
 E mek goet er choari gae!

—  
 Goet ar chelien e torna  
 Ag ar fibu e dipluska.

—  
 Ar chas e chobu tro al leu  
 Trivarik logoden deus e heul.

—  
 Erivaik logoden ag er ras,  
 A choas e Kriend voar leik ar chas.

—  
 Neket estimet Tieges  
 Ma neus ini pe ter bioek les.



Il fallut quatre charettes serrées  
Pour transporter ses plumes à Nantes.

---

Encore en restait-il à la maison  
De quoi garnir quatre beaux lits.

---

Quand je m'en revins chez moi  
Je vis beau jeu!

---

Je vis les mouches qui battaient le blé  
et les moustics qui le varmaient.

---

Le chat courait autour de l'aire,  
Dix huit souris le poursuivaient.

---

Dix huit souris et un rat,  
qui criaient tous après le chat.

---

On n'estimera pas un ménage  
S'il a des vaches et n'en a pas trois

---



191.

A ma na Deus eur mevel mad  
 Evio Kas ar plack d'ar ebad.

—

E ihas ag e iherihet d'ar ger  
 Gant aont ne chomche en affe.

—

Eur vesen itio zo en pen va zi  
 ag a loj al louarn eindani.

—

A vichou daou, a vichou tri,  
 A vichou al na ve kini.

—

A vichou daou, a vichou tri,  
 Nag se divodit o ieneri.

—

Special ar re penou rour  
 Nag al louarn a zo lipous.

—

Special ar re penou du  
 Nag al louarn a vour an tu.

—

Special ar re penou gris  
 Nag al louarn a vour a'chis.

—

Special an eneri penou guen  
 Nag al louarn zo en o i'chiken.

—

Lost ar bik vour an d'izen  
 echuet e va chanaouen.

Louisa an herviou, Kemenerer.  
 Taok 27<sup>de</sup> du 1850.



et il n'a pas un bon garçon  
Pour conduire la jeune fille aux danses.

---

Pour la conduire et la ramener  
De peur qu'elle ne reste en affaire.

---

Il est un lièvre au coin de ma maison  
Sous lequel vient loger le renard.

---

Parfois ils sont deux, parfois trois,  
Parfois aussi il n'en est aucun.

---

Parfois ils sont deux, parfois trois,  
ainsi garder bien vos poulettes

---

Surtout vos poulettes à têtes brunes  
Car le renard en est friand.

---

Surtout vos poulettes à têtes noires  
Le renard en sait les détours.

---

Surtout vos poulettes à têtes grises  
Le renard en sait les manières

---

Surtout vos poulettes à têtes blanches  
Car le renard n'en est pas loin.

---

La queue de la pie est sur la haie,  
et ma chansonnette est finie.

---

Louise L'hervieu, couturière.  
Toulé 27 9<sup>bre</sup> 1850.